



Priziadennoù 2012

Live A 2

1 / 6

Anv – Anv bihan :

Kevredigezh :

Christophe Rouil

Al livour Christophe Rouil a ziskouezho un tre-gont bennak a daolenn bet graet gantañ. Da welet en Tire Bouchon, straed Montfort e Roazhon betek ar Sadorn 12 a viz Meurzh. Digor eo ar stal etre 14e ha 20e

Titouroù : 02 99 79 43 43

A

Dindan al loar

D'ar Sadorn 11 a viz Kerzu, baleadenn gant kontadennoù, war roudoù ar c'horriganed. Soubenn rous d'an distro ! 6 km an droiad.

Emgav da 8e noz e skol Boneur.

Priz : 12€ (8€ etre 7 ha 14 vloaz).

Titouroù, mirout e blas : 02 98 99 66 58

E

Sevenadur kanak

Dizoleiñ ar sevenadur kanak a vo tro d'ober e Kemper d'ar Gwener 17 a viz Kerzu. Bannet e vo ur film ha komzet e vo (e galleg) diwar-benn ar sevenadur kanak gant tud eus Kaledonia-Nevez. Da 6e30 noz. Ha da 8e30 noz, sonerezh kanak gant ar strollad Celenod. E Ti ar Vro Kemper.

Titouroù : David Ansquer, 02 98 90 70 43

B

O klask aour

D'ar Sadorn 11 a viz Gwengolo, Tregourez, abadenn da zeskiñ an teknikoù evit kavout aour er stêrioù. A-raok an enklask e vo kinniget pesèurt doareoù mein a vez kavet e Breizh-Izel. Darbaret e vo an dafar imbourc'hiñ. Dav ep degas dilhad memestra (heuzoù hag all). Emgav e ti-kêr Tregourez da 2e. Priz : 13€ (11€ dre zen evit strolladoù adalek 4).

Mirout e blas : Adde, 02.98.99.66.58

Titouroù : www.arree-randos.com

F

Pont Landerne

D'ar Sul 4 a viz Gouere e vo klasket aozañ hirañ gavotenn ar bed. An dae-mañ a zo bet ijinet da geñver lid 500 vloaz ar pont annezet. Goude ar fest-deiz (da 2e) e vo savet ar chadenn evit ar gavotenn adalek 5e. 3500 den zo gortozet evit ober al liamm etre Leon ha Kernev dre pont Roc'han hag hini Caernarfon

Titouroù : Emgleo danserien ar pont, Roger Kermarrec, 02 98 07 18 66 ; roger.kermarrec@orange.fr.

C

Tud Bro Konk

Ar gevredigezh "Tud Bro Konk" a ginnig ur veilh-hadeg hag un nozvezh komz e brezhoneg. Bez e vo kanaouennoù, istorioù ha kontadennoù. Degemeret mat e vo ar vrezhonegerien a-vihanig koulz hag ar re o teskiñ ar yezh. Emgav d'al Lun 21 a viz Meurzh da 20e e ti-feurm ar Moros e Konk-Kerne.

Titouroù : 02 98 97 18 86, jos.goapper@free.fr

G

Film







Bannet e vo *Shakespeare in love* e brezhoneg, film gant John Madden advouezhiet e brezhoneg, d'ar Meurzh 23 a viz Du. E Sant-Ervlan, Kreizenn Sevenadurel Yezhoù ha Sevenadur da 8e30. Digoust Kinniget gant Kentelioù an Noz.

Titouroù : 02 40 20 39 74,

www.breton-nantes.org

D

Selaou – Ecoule /10

/1	Vous venez d'entendre des annonces. Combien en avez-vous entendu ? <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
/1	L'agriculteur vend :  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>
/1	Le prix demandé est de : <input type="checkbox"/> 20.000€ à débattre <input type="checkbox"/> 30.000€ à débattre <input type="checkbox"/> 40.000 à débattre
/1	Le matin, on peut lui téléphoner : <input type="checkbox"/> Tôt <input type="checkbox"/> vers 10h00 <input type="checkbox"/> à midi
/1	A Rostrenen, on propose des animaux. Mais est-ce des :  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>
/1	Ces animaux sont : <input type="checkbox"/> 2 mâles et 1 femelle <input type="checkbox"/> 2 mâles et 2 femelles <input type="checkbox"/> 1 mâle et 2 femelles
/1	Ils pourront être donnés dans : <input type="checkbox"/> 3 semaines <input type="checkbox"/> 1 mois <input type="checkbox"/> 2 mois <input type="checkbox"/> on ne sait pas
/1	La famille de Loquirec recherche une maison : <input type="checkbox"/> en Juin <input type="checkbox"/> en Juillet <input type="checkbox"/> en Aout <input type="checkbox"/> à Pâques
/1	Dans la maison de Loquirec il y a : <input type="checkbox"/> 3 chambres 2 salles de bain <input type="checkbox"/> 2 chambres 2 salles de bain <input type="checkbox"/> 3 chambres 1 salle de bain
/1	Ils mettent à la disposition de l'autre famille : <input type="checkbox"/> des vélos <input type="checkbox"/> une voiture <input type="checkbox"/> une moto <input type="checkbox"/> on ne sait pas



Selaou – Ecoute /6

Vous venez d'entendre 3 conversations correspondant à trois lieux différents.

Cochez la case correspondant à chaque conversation.

	Conversation 1	Conversation 2	Conversation 3
En ti kêr			
Er marc'had			
En ti post			
Er c'homiserdi			
Er poull-neuial			
E ti ar perukenner			
Er preti			
Er sinema			

